

INVITATION

# Hañvezh 44, va dever koun

AVANT-PREMIERE - 26 SEPTEMBRE 2014



## Bertrand Rault

Délégué régional de France 3 Bretagne

## Mael Le Guennec

Responsable des émissions en langue bretonne de France 3 Bretagne

ont le plaisir de vous inviter à la projection, en avant-première, du documentaire

## Hañvezh 44, va dever koun\*

réalisé par Ronan Hirrien

(version bretonne sous-titrée en français - 26')

en présence de l'équipe du film.

une production France Télévisions/France 3 Bretagne

vendredi 26 septembre 2014 à 19h00

au Relecq-Kerhuon (29)

La Longère de Kerzincuff - 76 rue Vincent Jézéquel

\*Été 44, mon devoir de mémoire

## Résumé

C'est le devoir de mémoire de Jeremi Kostioù, 24 ans. A l'âge de 8 ans, il s'est étonné de voir le nom de son père sur un monument aux morts, et il découvrit qu'il s'agissait d'un hommage de ses grands-parents à son grand-oncle fusillé par les Allemands en 1944. Depuis, il s'est passionné pour la mémoire des Bretons dans les guerres. Dans ce documentaire, Jeremi nous raconte quelques événements de la Libération durant l'été 1944, depuis la Normandie jusqu'à Brest, en passant par Duault, Saint-Marcel, Coat Mallouen (Saint-Connan), Guingamp, Maël-Carhaix, Plabennec. Il rencontre des acteurs et des témoins de ces combats, des amis, des descendants de combattants. Avec eux, il s'interroge sur ce qu'est la guerre, la nécessité de s'en souvenir, et comment accomplir « son devoir de mémoire ».

Diffusion sur France 3 Bretagne

Dimanche 28 septembre 2014 à 11h00  
dans **Bali Breizh** (52')

et sur [bretagne.france3.fr](http://bretagne.france3.fr)

Contact :

France 3 Bretagne :

Catherine Ribault-Masson

02 99 01 74 42 - [catherine.ribault@francetv.fr](mailto:catherine.ribault@francetv.fr)

francetélévisions



bretagne  
VOUS ÊTES  
AU BON ENDROIT

**PEDADENN**



## Hañvezh 44, va dever koun

RAKSKIGNADENN d'ar gwener 26 a viz Gwengolo 2014



### Bertrand Rault

E karg eus France 3 Breizh

### Mael Gweneg

E karg eus abadennoù brezhonek  
France 3 Breizh

o deus ar blijadur da bediñ ac'hanoc'h da raskignadenn  
an teul-film

## Hañvezh 44, va dever koun

### sevenet gant Ronan Hirrien

(istitlet e galleg - 26')

kinniget gant skipailh ar film.

produet gant France Télévisions/France 3 Bretagne

d'ar gwener 26 a viz Gwengolo 2014 da 19e

### er Releg-Kerhuon (29)

« La Longère de Kerzincuff » - 76 ru Vincent Jézéquel

### Diverradenn

Dever koun Jeremi Kostioù eo. Ur paotr 24 bloaz. D'an oad a 8 vloaz e oa bet souezhet o welet anv e dad war ur monumant evit ar re varv, hag o klevet neuze e oa bet roet an anv-se dezhañ en enor d'ur gourdonton fuzuilhet gant an Almanted e 1944. Diwar neuze eo deuet da vezañ dedennet gant memor ar Vretoned er brezelioù. En teulfilm-mañ e kont Jeremi deomp un nebeut darvoudoù da zieu-biñ Breizh en hañv 1944, azalek an Normandi betek Brest, en ur vont dre Duaod, Sant-Marc'hell, Koad Malaouan (Sant-Konan), Gwengamp, Mèl-Karaez, Plabenneg. En em gaout a ra gant ar re bet en emgannoù-mañ, gant testoù, mignoned, diskenidi... Ganto e teu da c'houlenn outañ e-unan petra eo ar brezel, an ezhomm da zalc'her soñj dioutañ, ha penaos ober « e zever memor ».

### Skignadenn war France 3 Breizh

D'ar sul 28 a viz Gwengolo 2014 da 11e

en abaden **Bali Breizh** (52')

ha war [bretagne.france3.fr](http://bretagne.france3.fr)

### Skrivit deomp :

France 3 Breizh :

Catherine Ribault-Masson

02 99 01 74 42 - [catherine.ribault@france3.fr](mailto:catherine.ribault@france3.fr)

francetélévisions



bretagne

VOUS ÊTES  
AU BON ENDROIT